



Vendredi 14 mai
2021

Quimper Bretagne Occidentale

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

Médiathèques et Ti Ar Vro : un partenariat toujours d'actualité pour plus d'accessibilité aux livres en langue bretonne

Depuis le dépôt de sa bibliothèque à la médiathèque de Quimper en 2016, l'association « Ti ar Vro » continue à enrichir régulièrement la collection.

La dernière livraison de l'association représente une centaine d'ouvrages, sélectionnés et achetés par « Ti ar Vro ». Au total, aujourd'hui, ce sont plus de 2 800 titres mis à disposition et empruntables.

Ces documents sont disponibles dans la salle « Patrimoine et Cornouaille », située au premier étage de la médiathèque Alain-Gérard, et visibles sur le catalogue des médiathèques sur internet. Il est possible de les réserver et de les faire venir dans la médiathèque la plus proche de chez soi.

Il est également possible de trouver des livres ou documents en langue bretonne dans les rayons « Langue » ou « Jeunesse » des médiathèques. Les collections de documents adultes comptent 1 700 références, les documents jeunesse plus de 870 références.

Pour mémoire :

Le site internet des médiathèques, via l'entrée « E-Brezhoneg » et trois accès : « Brezhoneg Oadourien / Brezhoneg Yaouankiz / Ti Ar Vro », permet aux usagers d'affiner leur recherche (par lieu, par genre, par rayon, ...), chercher et trouver des documents. Le site, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube des médiathèques proposent aussi tout un panel de ressources en langue bretonne ou autour de la culture bretonne, en français et en breton : lectures, sélections de documents, chroniques en partenariat avec Radio Kerne...





Fédération des associations
culturelles bretonnes
du pays de Quimper

Emglev ar c'hevredigezhioù
sevenadur Breizh
e bro Gemper

Mediaouegoù ha Ti ar Vro Kemper : Ur c'henlabour hag a dalvez bepred evit ma vo aesoc'h kavout al levrioù brezhonek

Abaoc'h ma oa bet fiziet e levraouegad e mediaoueg Kemper e 2016 e kendalc'h ar gevredigezh « Ti ar Vro » da greskiñ ingal an dalc'had teulioù-se.

Gant Ti ar Vro e vez dibabet ha prenet levrioù hag a vez lakaet en dalc'had. Ur c'hant levr bennak a oa en degasadenn diwezhañ a zo bet graet nevez zo gant ar gevredigezh. En holl ez eus ouzhpenn 2 800 levr prestet gant Ti ar Vro en deiz hiziv hag a c'haller amprestañ er vediaoueg Alain Gérard.

Gallout a reer lenn an teulioù-se er sal « Glad ha Kerne » a zo en estaj 1^{añ} ar vediaoueg Alain Gérard ha gwelet anezho e roll ar mediaouegoù war ar Genrouedad. Gallout a reer eta mirout anezho ha lakaat anezho da zont d'al levraoueg an tostañ d'e di.

Gallout a reer ivez kavout levrioù pe teulioù brezhonek en estell « yezh » pe « yaouankiz » ar mediaouegoù. 1 700 daveenn zo en dastumadoù teulioù evit an dud deuet, ouzhpenn 870 daveenn zo evit ar re yaouank.

Kement ha degas da soñj :

Lec'hienn Genrouedad ar mediaouegoù dre ar moned « E Brezhoneg » ha 3 doare da dizhout anezho : « Brezhoneg Oadourien / Brezhoneg Yaouankiz / Ti Ar Vro . Drezo e c'hall an dud ober enklaskoù en un doare resisoc'h (dre lec'h, dre rumm, dre astell, ...), klask ha kavout teulioù. Gant lec'hienn, rouedadoù sokial ha chadenn YouTube ar mediaouegoù e vez kinniget un dibab a bep seurt danvezioù brezhonek pe en-dro da sevenadur Breizh, e galleg hag e brezhoneg : lennadennoù, dibaboù teulioù, kronikennoù e kenlabour gant Radio Kerne...

INFOS – CONTACTS

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

02 98 98 86 60

mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

